

CD2

Napoleon - Napoléon

Marie LE ROLLAND, Mme BOUDER – Ar Roc'h – Miz Gwengolo 1981 (La Roche-Derrien – Septembre 1981)

Me 'raok ko-mañs da ga-nañ a - c'houl-lan skle-ri-jenn, a c'houl-lan skle-re-jenn Di-
 'ant ar Spe - ret San - tel hag Tad E - ter-nel

Me a-raok komañs da ganañ a c'houl-lan sklaerijenn
 Digant ar Spered Santel hag an Tad Eternel

Ma vo ar baizanted a me dougo en tron
 Dre c'hraz an Aotrou Jezus hag an Napoleon

Ma lere an Empereur o vont krec'h gant ar menez :
 «O salud kroaz nevez, kaerañ «armée française»!»

Ma lere ar c'habiten neuze d'e soudarded :
 «Diwallit ivez eta ma ne n'ekartfe den !»

Rakar nep ac'h ekarto a zo sur da vezañ kollet
 A-glev d'ur bemp kant troatad o ya sur vo kuzhet !»

Teir eur pa devont tremenet ar pont a oa troc'het
 Teir eur pa devont tremenet ar pont a oa savet.

Pa devont skuilhet o gwad a formje ur riñvier
 Kaerroc'h evit hini Gwengamp nag hini Landreger !

*Avant de commencer à chanter je demande la lumière
 Au Saint Esprit ou au Père Eternel.*

*Que ce soient les paysans qui me portent sur le trône
 Par la grâce du seigneur Jésus et de Napoléon.*

*L'Empereur disait en gravissant la montagne :
 «Oh salut, nouvelle croix, la plus belle armée française !»*

*Le capitaine disait alors à ses soldats :
 «Faites donc attention, que personne ne s'écarte !*

*Car quiconque s'écartera est sûr d'être perdu
 Il sera sûrement caché à plus de cinq cents pieds !»*

*Trois heures après leur passage le pont était coupé
 Trois heures après leur passage le pont était reconstruit.*

*Quand ils eurent répandu leur sang qui aurait formé une rivière
 Plus belle que celle de Guingamp ou que celle de Tréguier !*



Conscrits à La Roche Derrien - La classe 24 (collection Awel-Dro - Ifig Troadec)